

Gwilhaouig – Petit Guillaume

François PRIGENT «An Tad Nedelec» – Konford-Berc’hed - Miz Kerdu 1980 (Confort-Berhet – Décembre 1980)

«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron
Pēra dezir ho tamm kalon ?»
«O, Itron gaezh ma gredjen
O mont e-barzh ar porzh ac’h ajen.»
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron, o deuit eta !»
«O Itron gaezh ho trugarekaat.»

e-barzh ar porzh pa eo antreet
Krial ha gouelañ ‘rae bepred
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron
Pēra dezir ho tamm kalon ?»
«O Itron gaezh ma gredjen
O mont en ti ac’h ajen.»
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron, o deuit eta !»
«O Itron gaezh ho trugarekaat.»

e-barzh an ti pa oa antreet
Krial ha gouelañ ‘rae bepred
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron
Pēra dezir ho tamm kalon ?»
«O Itron gaezh ma gredjen
Dib-iñ hag evañ a rejen.»
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron, o gret eta !»
«O Itron gaezh ho trugarekaat.»

Pe nevoa debret hag evet
Krial ha gouelañ ‘rae bepred
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron
Pēra dezir ho tamm kalon ?»
«O Itron gaezh ma gredjen
O mont d’ar gambr ac’h ajen.»
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron, o deuit eta !»
«O Itron gaezh ho trugarekaat.»

e-barzh ar gambr pa oa antreet
Krial ha gouelañ ‘rae bepred
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron
Pēra dezir ho tamm kalon ?»
«O Itron gaezh ma gredjen
Doganiñ an Aotrou a rajen.»
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron, o gret eta !»
«O Itron gaezh ho trugarekaat.»

Pa oa an Aotrou doganet
Krial ha gouelañ ‘rae bepred
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron
Pēra dezir ho tamm kalon ?»
«O Itron gaezh ma gredjen
Lavaret d’an Aotrou a rajen.»
«Gwilhaouig, Gwilhaouig, eme an itron, lâret ket se
Me a raio deoc’h kant skoed feteiz !»

«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame
Que désire votre petit cœur ?»
«Oh, chère dame, si j’osais
J’entrerais dans la cour.»
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame, oh venez donc !»
«Oh chère dame, merci à vous !»

Quand il est entré dans la cour
Il continuait de crier et de pleurer
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame
Que désire votre petit cœur ?»
«Oh, chère dame, si j’osais
J’entrerais dans la maison.»
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame, oh venez donc !»
«Oh chère dame, merci à vous !»

Quand il est entré dans la maison
Il continuait de crier et de pleurer
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame
Que désire votre petit cœur ?»
«Oh, chère dame, si j’osais
Je mangerais et je boirais.»
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame, oh faites donc !»
«Oh chère dame, merci à vous !»

Quand il eut mangé et bu
Il continuait de crier et de pleurer
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame
Que désire votre petit cœur ?»
«Oh, chère dame, si j’osais
J’irais dans la chambre.»
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame, oh venez donc !»
«Oh chère dame, merci à vous !»

Quand il fut entré dans la chambre
Il continuait de crier et de pleurer
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame
Que désire votre petit cœur ?»
«Oh, chère dame, si j’osais
Je ferai cocu le maître.»
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame, oh faites donc !»
«Oh chère dame, merci à vous !»

Quand le maître fut cocufié
Il continuait de crier et de pleurer
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame
Que désire votre petit cœur ?»
«Oh, chère dame, si j’osais
Je le dirais au maître.»
«Petit Guillaume, petit Guillaume, dit la dame, ne dites pas cela
Je vous donnerai cent écus ce soir !»